

Sinema e brezhoneg

Seveniñ : *Per Ahlin, Lasse Persson hag Alicja Jaworski*

Diwar levrioù Inger ha Lasse Sandberg

Laban

an tasmant bihan



N'eo ket aes bezañ un tasmant pa vezer spontet gant an deñvalijenn...

O vevañ e-barzh ar c'hastell Milaon emañ ar priñs bihan Sotoni hag e re. E vignon gwellañ, Laban, a vev eno ivez, asambles gant tadig tasmant, mammig tasmant hag ar c'hoar vihan Labolina. Reizh pep tra neuze e-barzh ur c'hastell hantet, nemet... e vez spontet Laban, an tasmant bihan, gant an deñvalijenn !

En ur vont war glask d'e c'hoar pe en ur zoloiñ un euzhvil spontus e tesko penaos bezañ mestr war e aon e korf c'hwec'h istor bodet da vezañ ur film.



6 film-bevaat e brezhoneg

Laban ne ra ket aon da zen

Noziñ a ra war ar c'hastell Milaon, hag o tommañ e vouezh emañ Tadig tasmant : youadennoù spontus a zeu dioutañ ! Evurus-bras e vefe Laban ma vefe kap d'ober kemend-all.

Da belec'h eo aet Labolina ?

Ur mailh eo Labolina, c'hoarig Laban, pa vez kaoz d'ober a bep seurt soniadoù. Met peurzebriñ he boued hep lousañ pep tra zo ur gont all. Ha pa c'houlenn he mamm ganti dont e-barzh ar gibell, aet diwar-wel !

Ur weladenn er c'hastell

Ken evurus evel ez eo ar rouanez o vevañ e-barzh ur c'hastell hantet gant tasmantoù gwir ken e ped unan eus he mignonez da dremen un tamm amzer ennañ. Fellout a ra d'ar vignonez gwelet an tasmantoù-se a-raok krediñ zo dioute...

Un euzhvil, unan gwir !

D'un deiz evel ar re all emañ Laban hag ar priñs bihan Sotoni staliet e-barzh ar jardrin, o lenn ul levr e-lec'h ma zo kontet istorioù... euzhville... euzhville spontus da vat !

Millimina zo aet diwar-wel

Fuloret eo Labolina : aet eo he foupinell Millimina diwar-wel. Ha pa vez fuloret Labolina... e vez klevet he mouezh !

An Tad Nedeleg

Tostaat a ra koulz an Nedeleg evit annezidi ar c'hastell Milaon. A bep seurt a vez aozet gante, hast war an holl e teufe an Tad Nedeleg. War an holl... nemet unan.



DAOULAGAD BREIZH

CONSEIL REGIONAL Finistère DAULAGAD BREIZH

Film-bevaat / Sweden / 2006 / 44 mun / Filmance International AB

Skignañ e Bro-Frañs : Les films du préau - www.lesfilmsdupreau.com

Advouezhiet e brezhoneg gant DIZALE - www.dizale.bzh

Treñ-azasaat : Jil Penneg / Renet gant Laors Skavennek

Skignañ e Breizh : Daoulagad Breizh

02 98 92 97 23 - daoulagad.bzh@orange.fr - www.daoulagad-breizh.org

Adalek 3 bloaz